

# NE GONDAONAN KET

Komzou : Job an Irien

Muzik : Mikael Skouarneg

*♩ ≈ 100*

Ne gon - daon - (n)an ket a - han - (n)out, Kee e - ta ha na bec'h mui!

Ne gon - daon - (n)an ket a - han - (n)out, Kee e - ta ha na bec'h mui!

1. Fa - ri - zian - (n)ed ha Skri - bed 'Doa reñ - ket mad o zaol,  
 2. Da Je - zuz 'oe de - ga - set En an - (n)o Mo - i - zez:  
 3. Ha Je - zuz a zaou - ble - gas Da skri - va gand e viz;  
 4. "D'an hi - ni a zo di - bec'h Tao - ler ou - ti ar mên."  
 5. Ar re go - sa a de - has, Neu - ze 'koue - zas ar vein;  
 6. Ha Je - zuz da la - va - red: "Ma - ouez, plec'h e - maint 'ta?"

1. Ar va - ouez oa bet ta - pet Ha ta - pet war an taol!  
 2. "La - be - zit ar seurt mer - hed" Ha te, pe - tra a rez?  
 3. Med in - ti a gen - dal - has: "Ha te, pe - tra a rez?"  
 4. Hag eñ a - tao ken di - nec'h Ne gom - zas kén da zén.  
 5. Hag an oll dud a de - has. Neu - ze 'sa - vas e gein.  
 6. Dén n'e - neus da gon - daon - (n)et? Na bec'h mui ha kee 'ta?"

*Diskan ( 2w. ) :* **Ne gondaonan ket ahanout,  
 Kee eta ha na bec'h mui !**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Farizianed ha Skribed<br>'Doa reñket mad o zaol,<br>Ar vaouez oa bet tapet<br>Ha tapet war an taol ! | 4. "D'an hini a zo dibec'h<br>Taoler outi ar mên."<br>Hag eñ atao ken dinec'h<br>Ne gomzas kén da zén.                |
| 2. Da Jezuz 'oe degaset<br>En ano Moizez :<br>"Labezit ar seurt merhed"<br>Ha te, petra a rez ?         | 5. Ar re gosa a dehas,<br>Neuze 'kouezas ar vein ;<br>Hag an oll dud a dehas.<br>Neuze 'savas e gein.                 |
| 3. Ha Jezuz a zaoublegas<br>Da skriva gand e viz ;<br>Med int-i a gendalhas :<br>"Ha te, petra a rez ?" | 6. Ha Jezuz da lavared :<br>"Maouez, plec'h emaint 'ta ?<br>Dén n'e-neus da gondaonet ?<br>Na bec'h mui ha kee 'ta !" |

**JE NE TE CONDAMNE PAS**

*R: Je ne te condamne pas, Va donc et ne pêche plus !*

1. Pharisiens et Scribes Avaient bien monté leur coup, La femme avait été prise Et prise sur le coup.

2. A Jésus, elle fut amenée Au nom de Moïse : "Lapidez ces femmes-là" Et Toi, que fais-Tu ?

3. Et Jésus se baissa Pour écrire du doigt ; Mais eux continuèrent : "Et Toi, que fais-Tu ?"

4. "A celui qui est sans péché De lui jeter la pierre." Et lui, toujours aussi assuré, Ne parla plus à personne.

5. Les plus vieux s'en furent, Alors retombèrent les pierres ; Et tous s'en furent. Alors, il se releva.

6. Et Jésus de dire : "Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamnée ? Ne pêche plus et va !"